

ARMORICA

ESPACE CULTUREL DE PLOUGUERNEAU

Kreizenn sevenadurel Armorica



ESPACE CULTUREL ARMORICA

PLOUGUERNEAU ET SES TRÉSORS

De l'Aber Wrac'h à l'anse du Vougo, une grande diversité de paysages caractérise Plouguerneau.

Contrastes du bleu et du vert, harmonie de la mer et de la terre, la commune dévoile ses richesses infinies et ouvre ses portes sur un monde de traditions.

Monuments archéologiques et historiques affirment ses racines ancestrales : Menozac'h le menhir ennoyé, l'allée couverte de Lilia, le cairn de l'île Venan, le tumulus de Penn Enez, l'éperon barré de Beg Monom, le Pont du Diable, St-Michel des Dunes, Notre Dame du Val Profond, Tremanac'h au sable endormi sont autant de lieux sacrés qui rappellent le passé de ce terroir lié à une constante fidélité à l'histoire de la Bretagne. Au fil des siècles, Plouguerneau a su s'appuyer sur la force de ses traditions pour valoriser son avenir.

Membre de la Communauté de Communes du Pays des Abers, son territoire de 4333 hectares est constitué de quatre bourgs principaux : Lilia, St-Michel, le bourg de Plouguerneau et le Grouanec.

PINVIDIGEZHIOÙ PLOUGERNE

Na pegen kaer eo Plougerne, etre an Aber-Ac'h hag aod ar Vougo ! Pegen pinvidik ar vro ! Ar ganol o ruilh etre ar gwez uhel, betek ar mor bras. An aotchoù, ar porzhioù, an tevennoù, an enezeier, hed-ha-hed ar mor glas, leun a besked hag a vezhin, dindan lagad uhel an tour-tan. An douaroù druz evit labourat ha sevel chatal. Beo-mat eo Plougerne !

E kement lec'h, en arvor hag er menez, ez eus roudoù eus an istor : mein-hir, taolioù-mein, krugelloù, manerioù, kroazioù, chapelioù, tourioù-tan, skolioù...Pell zo ez eus tud o chom er vro-mañ, al labourerien-douar kentañ, ar Gelted, ar Romaned, ar Vretoned deut eus an tu all d'ar mor evit sevel Breizh...Heñvel ouzh ur wezenn kaer ha yac'h eo Plougerne, gant gwrizioù doun en douar, ha digor war Europa hag ar bed-holl, ha troet etrezek an amzer da zont. Ya, brao eo bevañ amañ !

E Kumuniezh Bro an Aberioù emañ kumun Plougerne. Ur barrez vras, tost da 10 000 dervezh-arat dezhi, peder lodenn oc'h ober anezhi : ar bourg (Gwikerne), ar C'hrouaneg, Lilia (An Arvor) ha Sant-Mikeal (Tremanac'h).



Contacts **Espace Culturel Armorica**
Rue d'Armorique - 29880 Plouguerneau
09 61 06 51 75
contact@espace-armorica.fr
www.espace-armorica.fr



ESPACE CULTUREL ARMORICA



Au coeur du bourg de Plouguerneau, à quelques pas de la médiathèque « Les Trésors de Tolente », l'Espace Culturel Armorica vous accueille. Lieu unique de la Communauté de Communes du Pays des Abers, cet espace vous propose une offre culturelle riche et variée. Sa vocation première est d'être un pôle de diffusion culturelle :

théâtre, danse, musique, spectacles jeune public, culture bretonne, expositions

Digemer mat deoc'h e Tachenn Sevenadurel Armorica, e kreiz kêr Plougerne, e-kichen al levraoueg « Teñzorioù Tolente ». Ul lec'h dispar er vro hag a ginnig deoc'h a bep seurt abadennoù kaer evit an holl. Diskouez arvestoù sevenadurel a dalvoudegezh eo labour kentañ Armorica, koulz pezhioù-c'hoari, abadennoù koroll, sonerezh, arvestoù evit ar vugale hag ar re yaouank, hag abadennoù Sevenadur Breizh.

Armorica vient du latin *Are Morica* (gaulois aussi sans doute) qui veut dire *Pays devant la mer*.

Dans les communes littorales on trouve ce nom pour un secteur en bord de mer : à Plouguerneau c'est bien sûr L'Armorique, qui correspondait au secteur entre Lesmel au Sud-Est et la rivière de Lost-an-Aod. Lilia n'était qu'un lieu-dit de ce secteur (ou Section sur le cadastre). À l'époque (jusqu'en 1792) Tremenac'h était paroisse (et commune deux ou trois mois) indépendante, entre Lost an Aod, Kervenn et Kelerven. En breton on dit *an arvor*. Ces mots dérivent du gaulois-latin *Armorica*.



UN COMPLEXE DE PLUS DE 2 000 M²

UN DACHENN VRAS, OUZHPENN 2000 M² DEZHI !



LES SALLES DE SPECTACLES

> La salle Jean Bodénès :

une salle de spectacle de 282 m² équipée d'un plateau de scène doté d'équipements les plus récents et d'une capacité de 307 places assises et 810 debout

> La salle Eliane Pronost :

une salle de spectacle de 198 m², d'une capacité de 198 places assises et de 560 debout

> La salle Jacques Le Guellec :

une salle de spectacle de 290 m², d'une capacité de 290 places assises et 850 debout

> Totalité de la salle :

une salle de spectacle de 770 m², capacité de 905 places assises et 2200 debout

AR SALIOÙ ABADENNOÙ

> Ar sal Jean Bodénès :

ur sal arvestoù, 282 m² dezhi, gant ul leurenn-c'hoari ha mekanikoù eus ar gwellañ. Evit 307 den en o azez, pe 810 en o sav.

> Ar sal Eliane Pronost :

ur sal arvestoù, 198 m² dezhi. Evit 198 den en o azez, pe 560 en o sav.

> Ar sal Jacques Le Guellec :

ur sal arvestoù, 290 m² dezhi. Evit 290 den en o azez, pe 850 den en o sav.

> Pa vez digor ar sal penn da benn :

770 m², evit 905 den en o azez, pe 2200 en o sav.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Configuration 1 : salle Jean Bodénès ou salle Jacques Le Guellec ou salle Eliane Pronost ou Hall d'exposition

Configuration 2 : salles Jean Bodénès, Eliane Pronost et hall

Configuration 3 : salles Eliane Pronost, Jacques Le Guellec et hall

Configuration 4 : salles Jean Bodénès, Eliane Pronost, Jacques Le Guellec et hall

location de l'office en option

Configuration banquet : de 480 à 700 personnes

Configuration danse : 986 personnes

PESEURT DOAREOÙ A C'HELLER KAOUT :

Doare 1 : Sal Jean Bodénès pe Sal Jacques Le Guellec pe Sal Eliane Pronost pe Sal Digemer.

Doare 2 : Salioù Jean Bodénès, Aventure ha Digemer.

Doare 3 : Salioù Eliane Pronost, Jacques Le Guellec ha Digemer.

Doare 4 : Salioù Jean Bodénès, Eliane Pronost, Jacques Le Guellec ha Digemer.

Ar gegin a c'heller prestasiñ ouzhpenn

Doare Friko : etre 480 den ha 700 den.

Doare dañs : 986 den.



ESPACE CULTUREL ARMORICA



LES ATOUTS DE L'ESPACE CULTUREL ARMORICA

- > une scène de 185m²
 - > Des cloisons acoustiques mobiles entre les salles, permettant de réunir les salles Jean Bodénès et Eliane Pronost ou les salles Jean Bodénès, Eliane Pronost et Jacques Le Guellec, capables d'accueillir jusqu'à 2 220 personnes debout ou 905 personnes assises
 - > Deux loges de 41,9 m² et 41,3 m²
 - > Un hall d'exposition de 267 m² équipé d'une billetterie, d'un bar, de quatre moniteurs vidéo, et de systèmes d'accroches nécessaires à l'exposition d'oeuvres artistiques
 - > Un quai de déchargement du matériel
 - > Trois locaux de rangement + rangement scène
 - > Un accès wi-fi
 - > Une boucle magnétique permettant d'améliorer la qualité d'écoute des personnes malentendantes
 - > Une maison de l'enfance, à deux pas de l'espace Armorica, ouverte les soirs de représentation
- Toutes nos salles peuvent fonctionner indépendamment, alors n'attendez plus et venez découvrir nos locaux !


PETRA ZO DISPAR E TACHENN SEVENADUREL ARMORICA :

- > Leurenn 185m²
 - >Speurennoù teo a zo etre an teir sal vihan. Ne glever ket an trouz drezo. Aes-kenañ int da zigeriñ evit gellout kaout ar sal vras penna-da-benn (2 220 den en o sav, pe 905 en o azez), pe ur sal etre, gant Jean Bodénès hag Eliane Pronost lakaet asambles.
 - > Diou logenn evit an arzourien (41,9 m² ha 41,3 m²)
 - > Ur Sal Digemer, 267 m² dezhi, gant un daol evit prenañ ar bilhiji, un ostaleri da bakañ banneoù, pevar skramm video, ha kreier evit stagañ taolennoù hag a bep seurt diskouezadegoù.
 - > Ur c'hae evit diskargañ, war al leurenn, traoù an abadennoù.
 - > Teir sal evit renkañ an traoù.
 - > Peadra evit kaout ar wi-fi.
 - > Ur c'helc'h magnetek evit an dud pounner-gleo da glevet gwelloc'h an abadennoù.
 - > Ti ar vugale, tost-kenañ ouzh Armorica, a vezo digor pa vezo abadennoù.
- Pep sal a c'hell mont en-dro he-unan, ha goude ma vefe abadennoù er salioù all e-kichen.
- Arabat chom da dortañ, deuit d'ober ur sell d'an ti nevez.



À SEULEMENT
20 MINUTES DE BREST !

20 MUNUTENN EUS BREST NEMETKEN !



ARMORICA ESPACE CULTUREL

imprimeur : Prim
graphiste : Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr
crédits photos : Collectif Architectes et Mairie de Plouguerneu
traductions : Goulc'han Kervella

Contacts **Espace Culturel Armorica**
Rue d'Armorique - 29880 Plouguerneu
09 61 06 51 75
contact@espace-armorica.fr
www.espace-armorica.fr